



## DISPUT

ETRE EUL LEONARD HAC EUN TREGURIAT.

*Var un ton ancien.*

MAR plich ganêc'h , selaouit hac e clêfot cana  
Ur chanson so composet a nevez er blos-mâ ,  
Zo grêt da zaou zen yaouanq o devoa speret mat ,  
Ebars en hostaleri oc'h eva boutaillad .

Al Leonard a c'houlen digant an Tregueriat :  
Lavar din-me , va mignon , ha te so ur pot mat ;  
Evidon-me so agil ouspen oun mat a grog ,  
Rac sauben vad a meus-me , alies te pe yod .

Illa me , eme'n Tregueriat , a so soubl a goubiou .  
A voar larda va gouzoug gant ar grampoezennou :  
Va yod a zebrân ives alies couiz ha c'houi ;  
Mar oc'h eus c'hoant da greguy , sortiomp eus an iy .

Nonpas , eme'l Leonard , lezomp an traou-ze tout ,  
Hac evomp peb a vanne da rinça hor gouzoug :  
Ne blij qet dîn ar gannou , ispicial pa velân  
Va goad o tont da redec , e teuân da fatican .

Control , eme'a Tregueriat , pa vezân malicet  
Ne rân fors evit güelet va goad sur o redec ;  
Potret Treguer zo agil , tout cc'h ouzont lampet ;  
Neus netra ouz e ampech , bian eo o favrec .

Ne choqit qet Leonis gant o bragueyer bras,  
 Rac traou eus ar modesta e zint, mar boe biscoas;  
 N'eus nicun quer caer guisqet en escopti Treguer  
 Evel ma zeo Leonis gant o dillad mezer.

Guir avoalc'h a leveres, mat eo sur da réson;  
 Mezer brao so en Leon, mes grêt int difécon :  
 Guiscamantchou Leonis a gavân divalo,  
 An trifars eus ar goazet a guz oll o bragou.

Choui entrezoc'h, Tregueris, ho pragueyer so ourlet  
 Evel ma vent mailluret en dro d'ho tiou vorzet :  
 Ho chupennou so flanchet, ho tocou so campet,  
 Casimant e zoc'h envel demeus ar soudardet.

Choui entrezoc'h, Leonis, oc'h eus rochedennou  
 A so grêt evel sier da zouguen sac'hadoù;  
 Ho pléo a so biscoulet, ho tocou distroncet  
 Da zioüal ho tiouscouarn, rac aon na vent chasset.

En an, pa ve pardoniu, me a zo bras souezet  
 O velet merc'het Treguer penos e zint guisqet :  
 Tout o deus dantelezou en dro d'o c'hoefou bér;  
 Tortillet endro d'o bisach evel ur torchouer.

Comzomp a verc'het Leon, dindan o c'hoefou bras;  
 Ma vent emesq Tregueris, n'o defe mui a c'hraç;  
 Ar panez zo faticus ouspen ma zint noazus,  
 Car aon bras sur o deveus na vanqe boed d'o zud.

Panevert ma ya Leonis en Treguer da neuta,  
 E c'halfac'h derc'hel ho merc'hed er guèr da azeza,  
 D'azeza ha da zançal qen huel vel o fen,  
 Car Leonis zo potret hac a gar an neud goen.

Ha na deufe qet Leonis en Treguer da neuta,



Ni hon eus marc'hadeurien er guêr ouz o frena ,  
 Hac o guerz da Leonis dre ma zint mat ha soupl ,  
 Car ar merc' hed a Leon a né evel neud stoup.

Me vel erfat, va mignon, divalo e parlantet ,  
 Ma vec'h cavet e Leon c'houi a ve divlévet ;  
 Hor merc' hed-ni zo agil hac a voar n'em mania ,  
 Ur gouraj vrás o deveuz pa gommançont facha.

Me voar ervat, va mignon, int un tamic cruel ,  
 Mes ive n'int qet ceder evel merc' hed Treguer ,  
 Tout en o c'havàn rustic dindàñ o c'hoefou bras ,  
 Hor merc' hed-ni zo ceder ha joaüs e bizaj.

Tevel a ri, va mignon, ne c'heus qet tam rézon  
 Birviqen na pez maouez a escopti Leon :  
 Qemer eur plac'h a Dreguer, ha dalc'hi en e renq  
 A ficho dide crampoez da zebri gant læz trenq.

Pa barlantes a grampoez, ganem-ni en hor bro  
 E zeus calz a Leonis gant neud dre'r marc'hajou ,  
 Hac a zaill gant ar c'hrampoez pa ellont o c'havet ,  
 Ha c'hoas goude o debri a lip o biziet.

Coll'ràn ganet, Tregueriat, n'ellàn mui chom amàn ,  
 Poan a ra dìn em c'halon , me meus aoun e zout clàñ :  
 Ma car LÉDAN imprima hon disput var baper ,  
 Ni laqayo da c'hoarzin Qerne, Leon, Treguer.

Ar son-mâ so composet evit hoc'h amusi ,  
 Ha nonpas vit ma vezò entrezoc'h fachiri :  
 Bezit eta a Dreguer, a Guerne, pe Leon ,  
 En em garit etrezoc'h vel a die peb Breton.

Guechal en em occupet gant calz a chansoniou ,  
 Ha n'en em genet morse gant ho follenteziou :

Rac se oll, mar am c'hredit, prenit peb a chanson,  
Ha canit nos ha mintin deus a greiz ho calon.

Pa vec'h e creiz ho labour, occupet hed an de,  
Lezit ho corn ha canit ur chanson vrao neuze :  
Nebeutoc'h e coust certen ha yac'hussoc'h ouspen  
Cana eguet n'eo fumi nac eva gigoden.

Elec'h ma zeo imprimet an diou chanson gez-mâ,  
E vezò cavet unan evit bep deiz ar bлоa;  
Ha m'a ba vez qet avoalc'h, e vezò ajoutet,  
Evit laqat joaüstet etoutez ar Vrelonet.

D'an nôs, pa ve assamblet ar famill goude coan,  
Azeet en dro d'an oalet e qichennic an tân,  
Canit pepini d'e dro ur chanson vrao neuze,  
Ha m'en assur e couscot calz guelloc'h goude se.

FIN.



## CHANSON CUPIDON.

*Var un ion anavezet mat.*

TOSTAIT, tud yaouanq, da glêvet ur chanson  
T A nevez compostet var sujet Cupidon,  
Ha me a gonto déch darn demeus an effejou  
A brodu peurvia ebars er galonou.

Ne oun qet eus petra dont d'er gomparachi :  
 N'eo nép lec'h ha partout gouscoude ec'h éri ,  
 Nemet ous an avel , a so oll penetrant ,  
 En so er memes tra etouez an ded yaouanq.

Me zo bet pell amzer e clasq dioüal ountâ ;  
 P'en deus va suprenet , emeus rênqet plega ,  
 An objet a garân a verit qementse :  
 N'em bije quez ebet , m'hor bijemp liberte.

Mes allas ! calz a boan am bo da anduri ,  
 Qent m'am bo ar boneur d'allout e fossedi ,  
 Mes e creiz va foaniou e teuan da gompren ,  
 Etouez ar brassa drein vez`ar gaera rosen .

Pa voan o studia , m'em boa bet ur guentel  
 Digant ur mignon din hac am gare fidel ,  
 Da zioüal va c'halon eus an amouroustet ,  
 Pe bijen plijadur n'am bije vac ar bed .

Ebars en amzer ze ne allen qet credi  
 E vije'n amitie capabl d'am arêti ;  
 Hac a greiz va c'halon me a c'hoarze neuze  
 Da guement a zougue chaden an amitie .

Bremâ e velân sclér , nespel d'am imprudanç ,  
 Oun forchet da gredi dra va experianç ;  
 Venus na vanq james da veza triomfant :  
 Ret eo oboissa , an natur a gommard .

Ma velfes ac'handù bremâ , va c'hamarad ,  
 Va c'halon languissant , beuzet va daoulagad ,  
 Anconac'het ganén an avis saluter  
 A poa bet roet din er guer a Landreguer .

A boan e hall va dorn cundai va fluen,  
 Va speret so troublet ha carguet a anqen,  
 Da avis saluter ne yel qet eus va speret,  
 Mes siouas d'am c'halon , ne meus qet e heuillet.

Vel ur c'hareat fleur goloet a louzou ,  
 Eo carguet va c'halon eus a huanadou :  
 Chagrin continual , abreuvet em glac'har ,  
 Evel an durzunel pa ve collet he far.

N'en deus den var bed na vezobiqen ,  
 A oufe expliqa na qenebeut' compren  
 Degre an amitie , pa ve parfetamant  
 Unisset a galon entre daou zen yaouanq.

Doctoret a Sorbon hac a Filosofi  
 Rhetoriq , Seminer hac a Dheoloji ,  
 Oll sqient an natur laqet tout en unan  
 Da ober an dra-ze a ve tout re vian.

Va c'halon re dener n'ont qet hac én allo  
 Hep ranna daou anter o clévet ur c'helio :  
 Lavaret e zeus din gant darn va mignonet ,  
 Emâ ar goal deodou oc'h ober ur boqet.

Da rîi din va-unan ha d'am mestrez da choas  
 Dont d'en em separi pe gaout evit partach  
 Eur boqet o déus grêt eus a beder fleuren :  
 Chagrin , melanconi , poan-speret hac anqen.

Arça , teod miserabl , ha neo qet poent dide  
 Lezel pelloc'h en peoc'h hac en tranquilité  
 An dud youanq er vro da rën o yaouanqis ,  
 Iye d'en em garout ebars en honestis ?

Partout elec'h ma zes te laqa an anqen ;  
 Goas out ebars er vro eguet na ze ar vocen ;  
 Hac ar c'homzou poezus a roes da bepini  
 Zo capabl da laqat ar vein d'en em zébri.

Entre tad ha buguel, etre ar breur', ar c'hoar,  
 Etre ar priejon te laqa ar glac'har ;  
 Mestrou, domestiqet, querent ha mignonet,  
 A greis o flijadur te c'heus o zeparet.

Cléo ar Speret-Santel o parlant er Scritur,  
 E vezò milliguet ar goal deod dinatur,  
 Dre ma laqa maliç ha separation.  
 Etre tud a veve ebars en union.

Cléo Sant Yan o parlant en e Apocalips,  
 Sant Gregor ha Sant Paul, Doctoret an Ilis,  
 A lavar en devo ar goal dèod da bartach  
 A lenn-ont infernal carguet eus a arrach.

Ha c'houi, tud curius, a dremen vit tud fur,  
 O clèvet goal deodou, c'houi qemer plijadur ;  
 Lennit pis ar Scritur hac e velfot merget  
 En em rentit coupabl eus ar memes pec'het.

Selaouit Sant Bernard, an abát admirabl,  
 Pe Sant Louis, Roue Franç oc'h instrui e vab ;  
 Pa zifenne outan na roje odianç  
 Da zroug prezec a zen ebars én e brezanç.

Evit conclusion, deoc'h-u, tud curius,  
 Ho pedan assambles gant an teod bilimus,  
 Da guemer va chanson bremàn evit reglen :  
 Sotoc'h eguet an den avichou er c'helen.

Qent eguet finissa<sup>r</sup>, d'an objet a garàu,  
 Dezi ec'h adressin va c'homzou divezàn :  
 Bezit fidel d'ho qer, me vezò d'am hini,  
 Birviqen goal deodou na ell hor separi.

Ferm evel ur garec er mor ous an tourmant,  
 Mar bezit din fidel, me zisquelo patant  
 En em garimp bepret hon daou a vir galon,  
 Despet d'ar goal-déodou a rën dre ar c'hanton.

Ar men fondamantal demens an amitie  
 Hon unisso hon daou dre ar c'hraç a Zoue.  
 Speret aoüalc'h oc'h eu<sup>s</sup> evit allout credi  
 Ne zeus victor abet na renquer combati.

FIN.




---

E Montroulez, e ty LÉDAN, e traōn ru ar Var.

---